

DEMANDE DE PRELEVEMENT

Je demande à **SKOL DIWAN An Orient** de prélever chaque mois la somme de

Dix Euros	Quize Euros	Vingt Euros	Trente Euros	Cinquante Euros	Autre montant
10 €	15 €	20 €	30 €	50 €

La présente demande est valable jusqu'à l'annulation de ma part adressée à
SKOL DIWAN 1, rue F. BUISSON 56100 LORIENT

AUTORISATION DE PRELEVEMENT

***TITULAIRE DU COMPTE :**

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

***COORDONNEES DE VOTRE BANQUE :**

Etablissement :

Agence :

Adresse :

***COMPTE A DEBITER :**

Etablissement

Guichet

Numéro de compte

Clé

N° NATIONAL d'EMETTEUR : 308 277

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, à la condition qu'il présente la provision suffisante, le montant des avis de prélèvements mensuels établis à mon nom présentés par :

SKOL DIWAN AN ORIENT

Le

Signature:

IMPORTANT: N'oubliez pas de joindre un R.I.B.(relevé d'identité bancaire, que vous trouverez dans votre carnet de chèques) à cette autorisation

GOULENN TREUZVANKAÑ

Goulenn a ran digant **SKOL DIWAN An Orient** tennañ bep miz eus ma c'hont ar sammad a :

Dek	Pemzek	Ugent	Tregont	Hanter-kant	Sammad all
10 €	15 €	20 €	30 €	50 €

Derc'hel a raio ar goulenn-mañ betek ma kasin da d- **SKOL DIWAN 1, straed F. BUISSON 56100 AN ORIENT** ur c'hemenn kontrol

AOTRE TREUZVANKAÑ

***PERC'HENN AR GONT :**

ANV :

RAGANV :

CHOMLEC'H :

***LEC'HIADUR HO TI BANK :**

Bank :

Advank :

Chomlec'h :

***KONT DLEOUR :**

Bank

Dorikell

Niverenn ar gont

Alc'h

Niverenn-Bro an Tenner : 308 277

Reiñ a ran aotre d'ar bank a ver ma c'hont, gant ma vo arc'hant a-walc'h warni, da dennañ diwarni ar c'hemennadoù treuzvankañ mizied a vo savet gant :

SKOL DIWAN AN ORIENT

Deiziad :

Sinadur :

POEZUS: Arabat disoñjal kas ur F.N.B.
(follen niverenn bank, da gavout e-barzh ho karned chekennoù)

GOULENN TREUZVANKAÑ

Goulenn a ran digant **SKOL DIWAN An Oriant** tennañ bep miz eus ma c'hont ar sammad a :

Dek	Pemzek	Ugent	Tregont	Hanter-kant	Sammad all
10 €	15 €	20 €	30 €	50 €

Derc'hel a raio ar goulenn-mañ betek ma kasin da **SKOL DIWAN 1, straed F. BUISSON 56100 AN ORIENT** ur c'hemenn kontrol

AOTRE TREUZVANKAÑ

***PERC'HENN AR GONT :**

ANV :

RAGANV :

CHOMLEC'H :

***LEC'HIADUR HO TI BANK :**

Bank :

Advank :

Chomlec'h :

***KONT DLEOUR :**

Bank

Dorikell

Niverenn ar gont

Alc'h

Niverenn-Bro an Tenner : 308 277

Reiñ a ran aotre d'ar bank a ver ma c'hont, gant ma vo arc'hant a-walc'h warni, da denañ diwarni ar c'hemennadoù treuzvankañ mizied a vo savet gant :

SKOL DIWAN AN ORIENT

Deiziad :

Sinadur :

POEZUS: Arabat disoñjal kas ur F.N.B.
(follen niverenn bank, da gavout e-barzh ho karned chekennoù)

DEMANDE DE PRELEVEMENT

Je demande à **SKOL DIWAN An Oriant** de prélever chaque mois la somme de

Dix Euros	Quize Euros	Vingt Euros	Trente Euros	Cinquante Euros	Autre montant
10 €	15 €	20 €	30 €	50 €

La présente demande est valable jusqu'à l'annulation de ma part adressée à **SKOL DIWAN 1, rue F. BUISSON 56100 LORIENT**

AUTORISATION DE PRELEVEMENT

***TITULAIRE DU COMPTE :**

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

***COORDONNEES DE VOTRE BANQUE :**

Etablissement :

Agence :

Adresse :

***COMPTE A DEBITER :**

Etablissement

Guichet

Numéro de compte

Clé

N° NATIONAL d'EMETTEUR : 308 277

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, à la condition qu'il présente la provision suffisante, le montant des avis de prélèvements mensuels établis à mon nom présentés par :

SKOL DIWAN AN ORIENT

Le

Signature:

IMPORTANT: N'oubliez pas de joindre un R.I.B.(relevé d'identité bancaire, que vous trouverez dans votre carnet de chèques) à cette autorisation